

156

An itron .

(f° 159 verso)

Silaouet cana me ho ped
 roit ho audienç da Klevet (1)
 Eur Kentel skrivet en brezonnec
 Erruet en touesk ar Spagniolet
 Breman zeuz eun neubeut a amser
 Trist a pitoyabl da glevet .

Da zaou den iaouank ra al lez
 En honestis gant karanter
 Eb casut dessin d'offenç Doue
 An daou man sur en eum carie .

O zud ne permetchont ket gato
 O vichen o daou dimezet.
 Ar plac'hik voa coant a galant
 Kouz vel ma voa an den iaouank .

Eun digentil deu de goëlet
 An devoa eur moyen puissant
 Az e voa dezhan prest prometet
 E zad e mam a voa contant .

Ar peç zo leet da heb crooadur,
 Senti a de vam a de toud
 Diwel a ranker och ar fortun
 Mer a hini ne reont ket mad .

Ouman sur a zo dimezet
 Da eun den kris a direspet
 Mewbet sur en devoa bed moyen
 de beva e desir he halon .

(1). - La vers est écrit, dans le ms. Penguern, dans la marge de droite du texte, sur la même ligne que le 1^{er} vers. - Est-ce une variante de 1^{er}?

(f° 160 verso)

Divoël a ranker doch ar fortun
Malheur e bed des; beza itron.

An Dou mañ sur a ra al lez
Az e neun rankontr eun derwez.
Debonjour dec'h itron a mezan
Me a meus ho karet eun c'halon
Me a sonje vijem bed priejou
Joa meus a d'ho koëlet itron.

— No heus ket sur amzer kolet
Me a meus ive ho karet
Dre ma zoc'h eun den iaouank fur
Me meus ho karet em halon.

— Me a sonje vijem bed briezou
Joa meus a do koëlet itron.
Na ma pefe ar vadelezh
da rei eun habid din da viska
Deus ho habid paisanterez

Evid e neun viska e plac'h
D'ho servicha kement o karan
Itron ne allan mui e nac'h. —

Parti a ra tresek an noblanç
Da Klask plass a condition.
e tal an nor pa he erruet
An trou en deus he goëlet.

(f° 161 verso)

— Arman heuz eun plac'h itron emezan:
Ma houfen e ve plac'h honest.
Am itron an deus respontet
Pel eo bed din kamaraderz

— Oseman sur a zo recevet
Da c'houarnerez eo lakeet
Bera reont e doujans Doue
Ken eo deuet an drouk speret

Evid planta e pen an trou

158

Kos sonjou fal deus e briet.

En dervez eb chonjal e droug
Pa voa ed an otrou en he roud

E roas eur habid dezan da viska
Eur habid demewz ar gaëra
Hi a viskas he habid euret
Ma ne neum velen pen kel a troad.

Ar sal zo leun a milizolisu
Partout dre pevar c'horn ar sal

Pen kel a troad a neum velont
Ma deont da neum asmira.

Red e ve dre kusuil an droug speret
An otrou dar ger zo distroët.
Eb kaout amser da chench ho dillet
En deveus - hi o attrappet.

Ar zal a zo didapisset,
E du e kaon he zeo lakeet

Ranet eo e tre pevar c'hartier
Eur tam deus a beb horn ar sal
Tachet eur gadeur a kreis ar zal
Eo bed condaonet e pad eur bloas
Deiz a nos, da zereilli e amourous

(f° 162 verso)

Kleuzet e ben vel eur skudel
Da servich a skudel dirji
Trohet ar c'hig divar he zasuern
Da servich da loa da fourchetoz dirji

Ar prez a re a foan de speret
Renke a nespè dirji
Drebi bouet gant eskern en den maro
E bouet e lakea da vantri.

Daou tad santel kabucin a deuas ol' he koélet

159

A houlenas e c'hrac dezji
Evid ma vije dilivret.

Ne roant[~~e~~] ket ed a dri bas dioc'h an ti
An tan er maner zo kroget
Ar maner zo demonnet
An otrou a zo bed devet
An itron zo ed d'ar go[~~st~~]ent
Da beurlinissa e buhez.
Grac dezji da vija recevet
En touez ar saent ag an ellez!

—
3

Latou Boudier, de Plouenan 22 8^{bre} 1852.

[riev aux folios 159, 160, 161, 162 restes.]